Pardjeg

Ur yezh dravidek eus skourr yezhoù ar c'hreiz eo ar **pardjeg** (*parji*, *durwa*, *thakara*, *tugara*) komzet gant tro-dro da 90.000 den (1986) e Madhya Pradesh hag Orissa en India.

Peder rannyezh pennañ ez eus:

- **Tiriyeg** (*tiriya*)
- **Netanareg** (*nethanar*)
- **Darbeg** (*dharba*)
- **Koukanareg** (*kukanar*)

Gwelet ivez

- Yezhoù dravidek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Pardjeg&oldid=1463769 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 4 Ebr 2013, da 16:30.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.